



CANTIC JUDAS

Var ton : Al Labourer Sul ha Gouel.

Me ho supli, compagnuez, tostaît oll da glêvet
Buez an den maleürussa e voe biscoas var bed
Pehini e deveus lazet e dad ha mad ar roue,
E vam bropr en deus eureujet, ha trahisset Mab Doue.

Ar scritur a deus da harlaut eus a Judas ar mechaot,
Pehioi a zo güir exempl d'ar bed oll entieramant.
Da drec'hi an avaristet, eur pec'het quer maleürus,
A zo caus eus a vit bec'het a fach hon roue Jesus.

Doue ebars en aviel a ro demp calv exemplou
Da drec'hi an avaristet sourcen an oll bec'bejou.
Dreist pep tra e cavan merget bue Judas ar mechant.
Pehini zo en em daouet gantar c'hoant da gaoutarc'hant.

Pa voa e vam eus e zouguen, ar Profet e lavaras
E devije eur c'hrouadur a raje déi anqen vras;
Disclèria eure en antier ha d'e vam coulz ha d'e dad,
Penos e vije er bed-màu o mab eu n den mizerabi.

E dad hac e vam o clêvet eur c'hêlou qen dinatur,
Petra a vije erruet er bed gant o c'hrouadur,
A voe quer trist ha quer nec'het, m'o deus sôojet entreze,
En instant ma lije ganet, lemet deàn e vue.

Er Jude pa ô bet ganet, e guerent o deus sònjet,
Ober souden eur vag brouan, hac enni e voe lajet
Al lestr etre daouarn, Doue da vont gant ar mor pirilla
O sònjal en em disober eus den quer maleürus.

Doue ne felle pet deàn veje bet perisset,
Evit servichout da exempl d'an oll betefin ar bet;
Ar mör, an avel an tourmant a gundue ar vag brouan,
Hac en rentas savet en bordic eun enezzen :

— 6 —

En enezen-ze e chomme eur roue eus an Egypt.
 Ha n'en devoa e vugale qeo nemet eur mad uniq;
 O vea eun deiz o pourment, ha gantân tud e bales,
 E cavas ar vaguic brouan voa chommet touez an trèz.

Ar roue ea deus commandet vont da velet petra voa;
 En instant o deveus eavet eur c'hroudur ar c'haera :
 Neuze rojot commandament demeus acers ar roue
 D'e gass d'ar pales prontamant, ha savetaï e vue.

Ar roue en deus er maguet, hac en devoa santimant
 D'e zesqi ha den instrui; d'e ober eun den vaillant;
 Mes evel ma voa e galon douguet d'an avariçtet,
 Na elle qet en nep fécon e zivoal diouc'h ar pec'het.

Judas pa e bet commancet da vont en oad a rôson,
 A zant e galon attaquet gant cals a ambition ;
 Arc'hant, rubanou, bizeyier, ha carcanou, ha perlez,
 Quemeut a elle da attrap a laere d'ar rouanez.

Mab ar roue a voa cossoc'h eur tamic eguet Juda,
 Ha pa velas e laeronci, e laras deàn trist bras :
 Me a lavaro sur d'am zad penos e zoc'h o laerez,
 Hag a lacay ho corrija, ma na chenchit a vuez.

Ar roue p'en deveus gouezet al laeronciou mechant,
 En deveus en disseziet ha corrijet promptamant,
 Ha discleriet en güirione voa eur c'hrouadur cavet,
 Penos e voa dre charite e voa bet gantâo savet.

Judas a gonservas neuze en e galon cassoni
 Ha maliç ouz ar prinç yaouanc, nelle qet e andori ;
 O sonjal o voa heritour d'ar roue coulz hac e vab,
 E qemeras ur volonte d'e laza, ar miserabl !

Eun devez pa oa disônjet en oll eus a guementse,
 E lavar deàn an traitour : deut da vale ganén-me ;
 Pa voant eun nebeut ecartet, er scòas gant eun tol bas,
 D'an douar en deus er pilet, hac en e voad er beuzas.

— 7 —

Ac'hane buan é tec'het, ha var boez e hent e yas,
 Hac, hervez comzou ar Profet, en e vro ec'h erruas ;
 Memes er guær ma voe ganet e chomas da zervicha ,
 Hep bea gaut deo anaveet, en hostaliri vrassa.

Evel ma voa eun den vaillant, tud an ty en estime,
 Hag a gonfie ennàn arc'hant, pini alies a laere ;
 Pa vije casset da brena meur a seurt marc'hadourez,
 E vire deàu an arc'hant, hac e tache da laeres.

Evestra roas deàu eur vech arc'hant evit prena frouez,
 E dad propr a voa jardiner, eno e yas da laeres ;
 E dad a erruas gantàn, a gommanç d'er scandalat,
 Judas a guemeras eur men hac er beuzas en e oad.

Al lezen demeus ar vrôze a gondaone ar muntrer
 Da zemezi d'an intanvez, evit position sclér ;
 Ar pez a erruas neuze, rac Judas a eureujas,
 E vam bropr a voa intanvez, rac e dad eo a lazas.

Abeneun nebeudicamzer m'oent bet o daou'assembles
 O conta o aventuriou, en eur dom'na eun nosvez,
 E vam, pini voa e bried, e deus anaveet he mab ,
 Pini a voe outi ganet, en c'hoec'h bis var bep troad.

Hac hi o commanç da grial : ô Doue, Crouer ar bedi
 Cetu accomplisset efa ar c'homzou eus ar Profet !
 Judas a guemeras anqen en e galon gouscoude,
 Rac ne vouie qet e-uanan en devoa grêt qementse.

Qüittât a eure e bried evit mont da redec brô,
 Ha qüittat an douar Egypt, caus deàu calz maleuriou ,
 Eocur vont, en deus raoncontret Jesus, Redemptor ar bed ,
 O vale gant e Ebrestel, lean a garante barfet.

Judas, pa velas hor Zalver en em dolas d'an daoulin.
 Mar plichfe ganêc'h va receo, emeàn, va Mestr divin .
 Sellit ouzòn dre ho true, me a zo eur pec'her bras ,
 Hac e meus eur güir volonte evit aniren en ho crag.

— 8 —

Jesus a lavaras deàn : qüittat ar pec'het marvel,
 Pehini zo en da galun, a buez Abostol fidel ;
 Chom atao em c'homagnenez, te a velo Mab an Den
 O vervel ebars er groas da breua ar bec'herien.

Jesus, pa voe deut an amzer d'ober ar Redemption,
 A roas d'e oll Ebrestel ar goan ar gommunion :
 Güir exempl d'an oll bec'herien, Judas en deus recevet
 An drouc-speret en e galon dre sonch an avariçtet.

Jesus, goude ar gommunion, gant eur garante zantel,
 A guemer dour hac eur zerviet, a voalc'h treid e Ebrestel,
 Hep exanti memes Judas, o lavarat gant douçder :
 Te, emeàn, am zrahisso, va Abostol infidel.

Pa voa échu ar Goan Pascal, e yas Jesus hor Zalver
 Varzu ar Jardin Olivet da bedi e Dad Eternel :
 Judas, an traïtour quer cruel, a yas prout a dra certen,
 Vit ar som a drêgont diner d'e verza d'ar Judevien.

Pa velas Judas ar boandiou a andure Mab Doue,
 E qemeras eun dizesper hac a droublas e ene ;
 Ma yas da guinig an arc'hant, hac e voe bet refuset,
 Hep ma conservas güir glac'h ar a genn, an den milligue,

Er c'hontrol, n'em abandoni a eure d'an disesper,
 Evel a ra meur a hini, hac a zisplich d'or Zalver :
 Mont a eure d'en em grouga dre arrach a guementset
 Ar pez zo caus ma zeo daonet epad an eternite.

Cetu amâ-ta, Christenien, eun exempl eus ar c'haera
 E vit renonç d'an dizesper ha caout ar glac'h ar vrassa
 Goulennit pardon ouz Doue hac ho pet eur feiz barfet.
 Hac e zeot en fin ho pue da adori an drindet.

FIN.

E Montroulez, e ty P. LANOË, impr., ru ar Pavé.